

Breizh Touch ... Filmoù bevaat ! Films d'animation en breton

**D'ar sul 15 a viz kerzu da 11^e mintin
sal Vau Gaillard – Bruz**

skignet e vo 3 film bevaat e brezhoneg (padout 45 min) e-pad « Festival National du Film d'Animation » e Bruz (35) :

- **Loulou : Abadenn dispar gant Serge Elissalde**
- **Pelec'h emaout Mamm-Gozh ?**
- **Evit sevel poltred ur bleiz**

**le Dimanche 15 décembre à
11h00**

Salle Vau Gaillard - Bruz

3 films d'animations en langue bretonne (durée 45 min) seront projetés à l'occasion du Festival National du Film d'Animation à Bruz (35) :

- *Loulou : Séance unique en présence de Serge Elissalde*
- *T'es où Mère-Grand ?*
- *Pour faire le portrait d'un loup*

Un abadenn gant Serge Elissalde
Séance en présence de Serge Elissalde



Loulou | © 2003 Prima Linea Productions, France 3 & Gebeka Films

Loulou

Serge Elissalde - 2003 – Prima Linea – 28'

Deus an hañv, e bro ar gonifled, p'emañ Tom o rouzañ dinec'h war an aod, e sav gwallreuz er strouezhiajou. War e-unan emañ Loulou, ar bleiz yaouank, bremañ. Penaos e c'hall ur bleiz bevañ pa ne oar ket piv eo na petra eo sañset debriñ?

Temps d'été au pays des lapins. Mais, tandis que Tom se prélassse sur la plage, un drame se joue dans le sous-bois. Loulou, le jeune loup, se retrouve seul au monde. Comment survivre quand on ne sait ni ce qu'on est ni ce qu'on est censé manger ? Adopté puis répudié par des lapins, Loulou va faire son apprentissage entre le confort douillet du terrier et les périls de la forêt.




T'es où Mère-Grand?! | © 2003 Prima Linea Productions & Gebeka Films

Pelec'h emaout Mamm-Gozh ? T'es où Mère-Grand ?

François Chalet - 2003 - Prima Linea – 6'41

**Eur d'ar verenn-vihan 'ni eo met aet eo Mamm-gozh diwar wel.
Bleiz ha Chaperon a zo o vont da glask war he lerc'h... ?**

C'est l'heure du goûter et Mère-Grand a disparu. Loup et Chaperon partent à sa recherche. Ça va swinguer sur la planète.



Pour faire le portrait d'un loup | © 2003 Prima Linea Productions & Gebeka Films

Evit sevel poltred ur bleiz

Pour faire le portrait d'un loup

Philippe Petit-Roulet - 2003 – Prima Linea – 5'16

Ret eo kaout blev, daoulagad, divskouarn, ul lostenn, hep disoñjal an dent, ar pep pouezusañ sur awalc'h.

Il faut des poils, des yeux, des pattes, des oreilles, une queue, sans oublier les dents, sûrement le plus important.